

418 25
Disput

Entre ar Bourc'his hag al labourer.

Al labourer, Salut, deñc'h Bourc'his iac'hanh, gant lemor ha respit,
 Me a i'houlen humblamant ma vint camaradit
 Hollas me ne meuz n'utria, nag ar'hanh nag aour
 Teg hanvet ouñ dre amañ Julian map ar paour

Me vint actio fia deuit d'am 'rebuti
 Me vint equit partial e karfeun rezoumi
 Na petra eo ar respit demer ar propositig
 E glen brema souden o'ont deuz ho finem

Me ne meuz quef e dalant erl ma ho peuz i'hou
 Na proposition her choquant erit hoch'insulti
 G'hou a oar ar politesse hag ar civilite
 Savarit ag e scolai'h, ho peuz desbet an drage

Hollas me a ul' evall eroun goall eruit
 E i'houlen he apitit' tizant er sunt loquit
 Erna a oar al latin, ar greeg, ag ar gallic
 Meuz me a zeskio dizan er quantel brezonne

E scol an humilite me meuz desbet souffri
 Ar profession arroyant eb dont d'en em dioulli
 Teg a lozo ar respang gant an tad eternel
 P'hini zo just e valang, eme ar S'peret S'entel

VI

Salveras digentil iavanh, ne muez quet desint
 E' rifei h' deuf en Nis er guisse bannisset
 Rague de ket en orail d'un c'risten badezet
 Quellit human deuz e vreuder, quen miserabl' entet

VII

En azen prallennet cair gamoc'h var ho croc'h
 N'oc'h intinfent quet hiric'h a pris deus ar spillo
 Pa re rumun Cesar laquet d'hezan var lens
 Pa re an oll dillad hair gamoc'h var c'roc'h

VIII

Va flag a zo d'pe oll cleac'h ma ma va deuz
 C'c'h ober er bed man volontez va c'houer
 Gant va quiseker c'ritzon me rag ac'hanoc'hui
 C'hoas ho peuz c'hoant da c'houignal goude
femante

IX

Oh ia da va Acouton lib' oc'h den em facha
 Ha da rintal ma'z quellit er meaz euz ar bed ma
 Ma treban me bara me gred er goumer
 Gant ar c'houezen euz va zal aliez er trempan

X

Coms a rit va Acouton gant re a vanite
 Me'z ar paour a zo ive ma'z an Acouton Dou
~~er~~ ^{egoumentes} er bed ma a zo er muriton
~~er~~ ^{traon} all va mignon qu'ra zo vaniteon

XI

È scol gallet ar boan creis an dismegant
È teskin a gredaz eun tam experianç
Va fartai her bed man a zo ar souffrangon
Beteg ma vin gant yesus e pales an Emrou
